

# ATALIEROÙ e brezhoneg

Ateliers en langue bretonne

1<sup>añ</sup> trimiziad 2021 / 1<sup>er</sup> Trimestre 2021

Atalieroù digor d'ar vugale  
Ateliers jeunesse

ti  
douar  
alr<sup>é</sup>

# ATALIEROÙ e brezhoneg

Ateliers en langue bretonne



D'al Lun 25 ha d'ar Meurzh 26 a viz Gouel Mikael

Le lundi 25 et le mardi 26 octobre

2 atelier e korf un devezh - etre 9 e mintin ha 5 e d'enderv -  
kaset get Spered an natur ha Radio Bro Gwened),  
en Tanin e Pleuwigener. Priz : 15 € dre vugel.

Une journée de 2 ateliers - entre 9 h et 17 h - animée par Spered an natur  
et Radio Bro Gwened, au Tanin à Pluvigner. Prix : 15 € par enfant.



## 1 Atelier krouiñ / Atelier création

### • Etre 6 hag 11 vlez

Lak da ijin ha da zaouarn da labourat ha diàr dammoù koad,  
klask roiñ stumm d'ha loen burzhodus.

### Entre 6 et 11 ans

Laisse libre court à ton imagination. À partir de morceaux de bois, créé ton animal  
fantastique.

### • Adal 12 vlez

Bec'h d'ar c'hizelloù ! Un tañva d'ar c'hizellerezh koad.

### À partir de 12 ans

À tes ciseaux (à bois) ! Une découverte de la sculpture sur bois.

Padelezh / Durée : 3e

Kaset ha kinniget get / Proposé et animé par :  
Géraldine Beaumont, Spered an natur



Animatourez :  
Géraldine Beaumont

## 2 Atalier radio / Atelier radio



### • Etre 6 hag 11 vlez

Abrouget get un animatourez radio a vicher, kae da enrolliñ ha da zastum sonioù tro-dro dis ha sav un abadennig a rento aergelc'h ha lusk ul lec'h.

### Entre 6 et 11 ans

Accompagné d'une animatrice radio professionnelle, pars à la découverte de ton environnement sonore. Collecte des sons qui te permettront de réaliser un enregistrement qui rendra compte de l'identité d'un lieu.

### • Adal 12 vlez

Ur mikro en dorn ha selaouelloù àr da ziskouarn e yi da glask tro-dro dis tud da atersiñ ha da enrolliñ. Deskiñ a ri penaos labourat ar son àr an urzhiaer evit sevel da reportaj kentañ.

### À partir de 12 ans

Un micro à la main et des écouteurs sur les oreilles, tu chercheras dans ton environnement des personnes à interviewer. Tu apprendras à travailler le son sur ordinateur pour réaliser ton premier reportage.

Padelezh / Durée : 3e

**Kaset ha kinniget get** / Proposé et animé par :  
Jeanne Chevrel, Radio Bro Gwened



Animatourez :  
Jeanne Chevrel

## D'al Lun 20 a viz An Azvent

Le lundi 20 décembre

Evit ar vugale etre 6 hag 11 vlez - etre 9 e ha 5 e d'enderv,  
kaset en Alre get Kerlenn Sten Kidna. Priz : 15 €

Journée d'ateliers avant Noël pour les enfants entre 6 et 11 ans

- entre 9 h et 17 h - animée à Auray par Kerlenn Sten Kidna. Prix : 15 €

## Da c'hortoz Nedeleg / En attendant Noël

• Atalier kinkladurioù Nedeleg da vintin ha stal keginiiñ d'enderv.

Atelier décoration de Noël le matin, suivi d'un atelier cuisine l'après-midi.

Padelezh / Durée : 3 e evit pep atalier / 3 h pour chaque atelier

**Kaset ha kinniget get** / Proposé et animé par :  
Nolwenn Tatard, Kerlenn Sten Kidna



Animatourez :  
Nolwenn Tatard

**D'ar Sadorn 11/09, 02/10, 13/11**

Les samedis 11/09, 02/10, 13/11

**kaset get Morwenn Le Normand - etre 10 e ha 11 e 30,  
en Tanin e Pleuwigner. Priz : 5 € dre vugel ha dre abadenn**

Animé par Morwenn Le Normand - entre 10 h et 11 h 30 - au Tanin  
à Pluvigner. Prix : 5 € par enfant et par atelier.

## **Atalieroù Let's kan ! / Ateliers Let's kan !**

● **Atalieroù kanal e brezhoneg digor d'ar vugale etre 8 ha 12 vlez**


Danvez ha pal an atalier : kanal asampl, kemer perzh ha plijadur en ur c'hoari, deskiñ sonennoù hengounel ha sevel sonennoù ha tonioù nevez.

**Atelier chant en breton pour les enfants entre 8 et 12 ans**

Contenus et objectifs: chanter et prendre part (jouer, découvrir les rythmes et les sons) à l'activité en breton: apprendre des chants traditionnels, créer des choses nouvelles.

**Padelezh / Durée : 1 e 30**

**Kaset ha kinniget get / Proposé et animé par :**  
**Morwenn Le Normand**



Animatourez :  
Morwenn Le Normand



**PROGRAMM AN 2<sup>vet</sup> TRIMIZIAD  
A-BENN PENN-KENTAÑ MIZ AN AZVENT !**

**LE PROGRAMME DU 2<sup>e</sup> TRIMESTRE  
DISPONIBLE DÉBUT DÉCEMBRE !**

**Ti Douar Alre**, 11 ru an Tanin, 56330 PLEUWIGNER / PLUVIGNER  
02 97 78 41 40, degemer@tidouaralre.com

[WWW.TIDOUARALRE.COM](http://WWW.TIDOUARALRE.COM)